

# VA FASTOR ( Salm 22 )

Komzou : Job an Irien

Muzik : Mikael Skouarneg



1. An Aotrou	eo va 'fas - tor:	N'am-eus diouer a netra.
2. Va c'has a ra d'an	dou - re - ier sioul	Ha va lakaad da ad - veva;
3. Ma treuzan traonienn	zu an an - kou,	N'am-eus aon rag droug e-béd,
4. Aoza a rez di	- ra - zon eun daol	A-dal va ene - bourien;
5. A dra-zur, eürusted ha karantez a	heuill a - ha - non	Oll deizioù va buez;

1. War brajeier peuri	glaz,	Am laka	da c'hour - veza.
2. Va c'has a ra dre ar gwenojennou	mad	Ablam	- (m)our d'he ano.
3. Rag ganin e	- maout:	Da vaz ha da gammel am	la - ka dinec'h.
4. Eoul e c'hwez-vad a ziruiñ diouz va	fenn,	Va c'halir	'zo leun - barr.
5. Hag e vezin o chom e ti an	Aotrou	Evid hir	- der an amzer.

## Diskan : Va fastor eo an Aotrou ha bepred va zikour !

1. An Aotrou eo va 'fastor :  
N'am-eus diouer a netra.  
War brajeier peuri glaz,  
Am laka da c'hourveza.
2. Va c'has a ra d'an doureier sioul  
Ha va lakaad da adveva ;  
Va c'has a ra dre ar gwenojennou mad  
Ablamour d'he ano.
3. Ma treuzan traonienn zu an ankou,  
N'am-eus aon rag droug e-béd,  
Rag ganin emhout :  
Da vaz ha da gammel am laka dinec'h.
4. Aoza a rez dirazon eun daol  
A-dal va enebourien ;  
Eoul e c'hwez-vad a ziruiñ diouz va fenn,  
Va c'halir 'zo leun-barr.
5. A dra-zur, eürusted ha karantez a heuill ahanon  
Oll deizioù va buez ;  
Hag e vezin o chom e ti an Aotrou  
Evid hirder an amzer.

### MON BERGER

R: Le Seigneur est mon berger  
et toujours mon secours !

1. Le Seigneur est mon berger :  
Je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
Il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles  
Et me fait revivre ;  
Il me conduit par le juste chemin  
Pour l'honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort,  
Je ne crains aucun mal,  
Car Tu es avec moi :  
Ton bâton me guide et me rassure.
4. Tu prépares la Table pour moi  
Devant mes ennemis ;  
Tu répands le parfum sur ma tête,  
Ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m'accompagnent  
Tous les jours de ma vie ;  
J'habiterai la maison du Seigneur  
Pour la durée de mes jours.